

L. I. C. & M. I.



FIDELES AD MORTEM !

Kristenien ha Breiziz ni vezo bepred !




 Feiz koz hon Ta - dou ! iac'h a - to, En

 des - pet d'ar reuz, en hor Freiz ! Ia ! stard en hon tou-ez e

 cho - mo, Keit ' ma vo ka - lon en hor c'hreiz ! Feiz

 koz hon Ta - dou, Feiz san - tel, Ni ' ve - zo d'hid be-pred fi -

 del, Ni ' ve - zo d'hid be-pred fi - del !

1

Feiz koz hon Tadou, iac'h ato,
 En despet d'ar reuz, en hor Breiz :
 Ia ! stard en hon touez e chomo,
 Keit ' ma vo kalon en hor c'hreiz !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! (*bis*)

2

Feiz koz hon Tadou ! Ar re-ma
 E'r c'hrisa poaniou ' vê lawen :
 Gouzany evit DOUE, — ni brema
 Her graio ivez heb anken !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! (*bis*)

3

Feiz koz hon Tadou ! Ar Werc'hez
 Hag he Mam ' bedo 'vit hor bro :
 Hag 'vel-ze, gant'hi ar Wirionez,
 Ato frank ha libr e chomo !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! (*bis*)

4

Feiz koz hon Tadou ! 'vel JESUS,
 Ni ' gar' hor Breudeur e DOUE :
 Ha, dre vuhez fur ha vertuzus,
 Ni 'n em harpo 'n eil egile !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! (*bis*)

5

Feiz koz hon Tadou ! An dud fall
 ' Glask hen diframma digan'heomp ;
 Mez, p' ema JESUS ouz hon diwall,
 Chom bepred fidel a c'hellomp !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

6

Feiz koz hon Tadou ! Breiz-Isel
 ' Deuz difennourien krenv meurbed :
 Skoret gant hor Sent koz, he Banniel
 A zalc'himp soun ha glàn bepred !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

G.-M. TRÉBAOL, ©. M. I.



D'après les paroles et sur l'air ordinaire du beau
 cantique — si populaire dans les pays de langue
 anglaise — du Père W.-F. Faber. « Faith of our
 Fathers, holy Faith ! »

25^{ed} East 1910.

Peden an Ao. MOSTYN, Eskop Menevia,

Evit Bro Geumri

Aotrou DOUE, Holl-C'halloudeg, — oc'h euz, en Ho madelez dreist-muzul, digaset Ho Mab unik e'r bed-ma, evit digeri eur wech c'hwaz doriou ar Barados hag evit deski d'heomp Hoc'h anaoud, Ho karet hag Ho servisia, — bezit truez ouz Ho pobl' zo o chom e Keumri! Roit dez'ho an donezon prisius euz ar Feiz, ha dastumit anez'ho holl e'r gwir Ilis savet gant Ho Mab divin; evit ma c'hellint evel-se, en eur zoubla d'he galloud hag en eur zenti ouz he mouez, Ho servisia, Ho karet hag Hoc'h adori er bed-ma evel m'her goulennit, hag obten evit'ho ho-unan an heürusedd peurbadus er bed-all : Dre Hor Zalver JESUS-KRIST.

EVEL-SE BEZET GREAT.

IMPRIMATUR :

Corisopiti, die 25 a Augusti, A. D. 1910.

A. COGNEAU,
Vic. Gén.